WIKIPEDIA

Garreg

Ur yezh kouchitek ar reter eus isskourr ar yezhoù somaliek eo ar **garreg** (*garre* pe *af-garre*) komzet gant ouzhpenn 50 000 den e su Somalia (1992).

Gwelet ivez

- Yezhoù kouchitek
- Yezhoù afrez-aziatek

Adtapet diwar « https://br.wikipedia.org/w/index.php?title=Garreg&oldid=1467018 »

Kemmoù diwezhañ degaset d'ar bajenn-mañ d'an 4 Ebr 2013, da 17:22.

Gallout a reer implijout an testennoù zo dindan an Aotre-Implijout Creative Commons Dereiñ/Kenrannañ diouzh an hevelep divizoù; divizoù ouzhpenn a c'hall bezañ ivez. Gwelet an Doareoù Implijout evit gouzout hiroc'h.